

Au fol° 62 recto, seulement le titre :

Les Moines de l'île verte -

(62 recto)

Rien au fol° 62 verso.

Au fol° 63 (bout de papier):

exemple Douardu.

(rech: le nom du douzgi,
en treg: —)

(63 recto)

[rien au fol° 63 verso.]
et au fol° 64 recto.

Menech an Enez-glas.
(Jes Goello).

(64 verso)

Me n'a bet eur choaret vad:
Lac'het e bet gant en Abatt.

Lac'het e bet a goallet,
gant manach er gouent daounet.

E man dü - man war er bili,
Er goad e redek deus he fri.

E man dü - man war er bizin,
he c'horf paour glas evel glizin.

E man dü - man, he blev melen,
Mestek gant fank en dro d'he fen.

E man dü - man en he gourwe;
Zellet outi zo eur drue.

(1).-- Le texte breton (fol° 64-66 verso) est d'une très belle calligraphie de Penguern.

O me Doue! A gwir e ve
E renfe pell er sort tud ze!

Ar c'hestkop Dol e levere
En hi gathedral en de se:

(65 verso)

— War er garek, en enez glas,
Zo eur manati, Kreis er mor bras.

Kreis er mor bras zo eur gouent,
Zavet gweach all gant er Sent.

Mes er venec'h e zo ennon,
Ne studiont kin ho levrion.

ho zorfego na pi'ou c'hlevan,
E lak me c'halon de spontan.

Malles d'er venec'h zou er vro,
Vel er bleizi bars er chouajo!

Malles warn'he, malles en dud,
Malles en enw, el locinet mud!

D'er venec'h zou en enez glas,
Malles taer gwec'h, a malles c'hoas!

Mab er Roue e levere
War dor hi bales en de se:

(66 verso)

— Mar ge me zou mestri er vro-man,
E lerer Breiz enean;

Me e distkou d'er venec'hi
Lerzen in peuc'h me pijedi.

D'er venec'h du, d'er venec'h quen,
Lerzen in peuc'h me gwirvijen.

Me e savou euz arme vras,
Vit distrujan en enez glas,

40

Ak er venec'h e vou enni ;
 Ne vezo espernet c'hini .

Er manac'h bras e levere
 War lein er skeul pe arvie :

— Mus e verc'het e meus gwallet,
 Vit zou aman ouz me zellet .

Mu e sakrilej e meus gret,
 Vit zou neuden bars me rochet .

A c'hoas e c'houllan, rok mervel,
 Me Koueou gwall war breiz izel !

7

[trad. franç. par Penguern,
 f^o 65-67 rectos :
~~Les moines de l'île verte .~~]
 [rien au 67 verso.]